51 Gwers Sant Widor.

Sellaoit kanan gant enor
eur vuhez a Sant Widor
bis
Eun avoked ag ar bestor.

Widor a ioa eunn den
avoked d'ar labourerien.
Ag ioa gajet da labouret
D'eus goster Spagn en eun ti bras.

Neuze labouret d'ioch an de
e vere gant e vestr bemde.
a Doue a bers ben devouenn
D'ha skuis de vestr fottaouant.

Gant Widor am Doazer
Anter labouret ui ha ked
Pa ne za kleu e pred an de
deened chom da pedi Doue.

Hag e zeo ne a zo guentan
e holen e labour eivn-tan
bis
a gant ar skuider e verdan.

C'hvest eun deiz och e repron
Widor te zroud ked eunn den
a te a thonj a rea a gle
te vera da pedi Doue.

Widor d'haevest a respond
Da Doue e Rochkiny renta kont
Roi d'in el labour a zeret
Dre inpirien e vollot.

52.

Kaeret ho ed dor mejou vras
peg evid e r'zad a Kass
roït dezan daou ejen gwen.
Da ezad a da gass en doe.

—

C'hoest eo bri d'anaout dezan
a la dar pore d'he visitan
bis
a den dar ger e noue breh

—

C'hoen Vidor en dachen
var e zaoulin a soaske ben
ag ened e kroïs en dachen
c'harzad ag e kass en don.

—

c'harzad gant dion ejen gwen.

c'harzad en dachen pen da ben.

—

C'habour gant Vidor groed
Dor ger e zeudithoet
C'hoet d'he zaoulin dirazan
Da c'houlen pardon digantan.

—

— Vidor me a houlen pardon
kuind. Recumission a zet
a kousoc vaël din diforsamant
Vidor me a vou inorant.

—

Vidor a groy en he vech,
— Iavid me me pe ked a mech
ma komand d'blea a komande
ben der me a pedo done.

—

Gwerz 2. [illegible] 91

53.

Mar kerfe el labourerien
E vez salvet e Dra certen

E vez salvet a Marvenour
Eb souffra e neb seur tourmant.

—

Diwar ~~bar~~ an aod kiar bed er mor
E man an ti Dour Uidor
E ha man et ti Dour Uidor
Bet avoked ag ar bastor.

—

Bet avoged ag ar bastor
Dem dha saludi gand enor.

—

Labourer gour a zoz er bed
Pa vez er pare o labourad
Ne kao ta bene pad ken de
E dreug prezey deus ta lute.

—

Dind chentil goud a zid er bed
Ne zebie ~~neuned~~ neuned eu ~~[illegible]~~ chui bed
El labourer kear gour e ennai
Nen deus neuned er grosteri.

—

Vied e justic en va Rod lead
Hebor gaou deus ke vissel
bis
Neuien en instanvezet.

—

Mar kerfe el labourerien
E ve salver a Dra certen
E ve salver a Marvenour
Eb souffra e neb seur tourmant

—

54.

e bez en doa var bord ar mor
Emeun chapel Itroun Isidor
On avoaked ag en fastor
Dem d'he scheudi gaur mor.

---

An hini laeraer bete bemdez gaudenn
en enor da Itroun Vidor
a chonezo kaur deïs pardon.
misoricord a remission.

---

Gaur eur bete a lavaro
Kaur d'eis pardon a chonezo
en eün da zoue a ~~chonezo~~ diliro.